



Gerioù ar vuhez

LIESTER DAOU HA DIV

Les pluriels doubles désignent la plupart du temps les parties du corps humain allant par paire

An daoulagad, les yeux

Lagadoù, des yeux en général

« Daoulagad lemm », des yeux perçants

Daoulagad Breizh, association de diffusion des films de Bretagne et d'Éducation à l'image



An divskouarn, les oreilles

« Ur vazh 'neus daou benn
hag un azen 'neus divskouarn »,

(un bâton a deux bouts et un âne a deux oreilles),
se dit de choses qu'on ne peut pas changer

« Dir pe houarn,
ne douchit ket d'am divskouarn ! »,
acier ou fer ne touchez pas à mes oreilles !

An divc'har, les jambes ou les pattes

An treid, les pieds

An daoudroad, les deux pieds



An divjod, les joues

An divronn, les seins

Ar bruched, la poitrine

An divrec'h, les bras

« Divrec'h an iliz »,
le transept

An daouarn, les mains

« An daouzorn »,
les deux mains



Da vont pelloc'h

Kit da furchal war
lec'hienn

Daoulagad Breizh
da heuliañ ar filmoù
nevez deuet er maez e
brezhoneg

Cofinancé par
UNION EUROPÉENNE
UNANIEZH EUROPA



L'Europe s'engage
en Bretagne / Avec le Fonds européens
de développement régional

http://www.reseau-canope.fr/tes/skeudennaoueg/skeudennaou_krouet_gant_Malo_Ar_Menn



Gerioù ar vuhez

LIESTER -OÙ HAG -EIER

Les pluriels en -où désignent des choses précises ou dénombrables tandis que les pluriels en -eier désignent des choses plus générales ou indénombrables



Botoù, des chaussures précises

« Ma botoù », mes chaussures

Boteier, des chaussures en général

« Ur stal-boteier »,
un magasin de chaussures



http://www.reseau-canope.fr/tes/skeudennaoueg/skeudennaou_krouet_gant_Malo_Ar_Menn

Koadoù, des bois précis

Koadeier, des bois en général



Rozoù, des coteaux précis

Rozeier, des coteaux en général


Pradoù, des prés précis

Pradeier, des prés en général

« 'Mañ an dud oc'h ober foenn er pradeier »,
les gens font du foin dans les prés

Lannoù, des landes précises

Lanneier, des landes en général



Parkoù,
des champs précis

Parkeier,
des champs en général

« An dud 'zo o labourat
b'ar parkeier »,
les gens travaillent aux
champs

Parkadoù,
contenu des champs

« Parkadoù gwinizh »,
des champs de blé



Da vont pelloc'h

**Kit da selaou an
abadenn**

**Rodeier gant
Benjamin Bouard
war Radiobreizh**

Cofinancet par
UNION EUROPEENNE
UNANIEZH EUROPA



L'Europe s'engage
en Bretagne / Avec le Fonds européens
de développement régional